

Fiñv da Skolaj

Skolaj Diwan Jakez Riou / n° 5 / Ebrel 2018

KELEIER AR C'HUZUL-MERAÑ / LES NEWS DU KUZUL-MERAÑ

KENDIVIZ KELENN E KEMPER Da-geñver 40 vloaz Diwan e oa bet aozet ur c'hendiviz e Kemper d'ar Gwener 23 ha d'ar Sadorn 24 a viz Meurzh gant Kelenn hag an ISLRF (Ensavadur Uhel Yezhoù ar Republik C'hall). Skipailh pedagogel skolaj Jakez Riou (keleñnerien ha kasourien) o deus kemeret perzh en eil devezh gouestlet d'an eil derez. Prezegennou a oa bet diouzh ar mintin gant Fanny Chauffin, Michael Hornsby ha Nicole Dolowy-Rybinska. Stalioù labour a oa bet goude merenn war doareoù disheñvel da dreuzkas ar yezh d'ar grennard (dre an ezteurel dre gomz ha dre skrid, dre ar binvioù niverel, dre ar yezhoù all, er-maez eus ar c'hentelioù...). Liseidi pe bet liseidi o doa klozet an devezh gant o zesterioù hag gant un tabut war implij ar brezhoneg el lise. Danvez preder e-leiz...



COLLOQUE KELENN À QUIMPER À l'occasion des 40 ans de Diwan, Kelenn (l'institut de formation des enseignants de Diwan) et l'ISLRF (Institut Supérieur des Langues de la République Française) ont organisé un colloque à Quimper les vendredi 23 et samedi 24 mars. L'ensemble de l'équipe pédagogique du collège Jakez Riou (enseignants et surveillants) ont participé à la seconde journée consacrée au Second degré. Au programme : des conférences le matin (Fanny Chauffin, Michael Hornsby, Nicole Dolowy-Rybinska), des ateliers l'après-midi sur différentes façons de transmettre

la langue bretonne aux adolescents (par l'expression orale et écrite, par les outils numériques, via d'autres langues, en dehors des cours...). Des lycéens, actuels et anciens, ont clôturé la journée en apportant leur témoignage et en lançant le débat sur l'usage du breton au lycée...

UL LEVRIG DEGEMER Petra zo ouzhpenn ? Petra n'eus ket ? Petra zo disheñvel e skolaj Diwan Kemper ? Echu gant ar goulennou-se a-drugarez d'al levrig degemer a vo roet da holl gerent ar 6^e en distro-skol o tont. 15 pajennad a vo kavet enno ti-touroù war istor ar skolaj, ar skipailh pedagogel, an implij-amzer, an obererezhiou tro-skol, aozadur ar self, ar c'houskva, perzh ar gerent er gevredigezh, un dibab goulennou a zeu war soñj kement tad pe mamm nevez degouezhet er skolaj (ha responsoù !), ha roll ar c'hortaktoù talvoudus. Ul levrig hag a zeuio da vezañ dornlevr ar gerent nevez...

UN LIVRET D'ACCUEIL Fini les questions : qu'est-ce qu'il y a de plus, de moins, de différent au skolaj Diwan Kemper ? À la rentrée, tous les parents de 6ème recevront un livret d'accueil, un pense bête d'une quinzaine de page au format A5. On y retrouvera des infos sur l'histoire du collège, l'équipe pédagogique, l'emploi du temps type, les activités hors temps scolaire, l'organisation du self, de l'internat, la participation des parents, un florilège de questions-réponses, et en 4eme de couverture les numéros de téléphone des personnes à contacter si besoin.

GOUEL PENHARZ « LA RUE EST VERS L'ART »

Kemer a raio perzh ar c'huzul-skoazell er gouel « La rue est vers l'art » e MPT Penharz d'ar Gwener 15 ha d'ar Sadorn 16 a viz Even. Abaoe un neubeud bloavezhoiou e vez aozet ur gouel vrás e Penharz e-penn-kentañ an hañv : sonerezh, c'hoariva, dañs, sirk, kériadenn ar c'hevredigezhioù... Ur bern abadennoù digoust, un digarez da dud Penharz ha da dud all d'en em gavout asambles evit eskemm ha kaout plijadur. Ur stand a vo dalc'het gant ar c'huzul-skoazell : kinnig Diwan ha skolaj Jakez Riou ha krampouezh da werzhañ. Deuit niverus !

FEST 40 VLOAZ DIWAN E KERNE E pep korn-bro e Breizh e vo lidet 40 vloaz Diwan. Evidomp e vo d'ar Sadorn 23 a viz Even e Kemper e liorzhōù an Eskopti. Kroget vo ar gouel da c'houde merenn gant ar vugale : c'hoarioù, rali Alc'hwez Aour, baleadenn dañset, arvestoù ar skolidi. Da vare an digor-kalon e vo kinniget sonerezh iveau, ha da 9 eur e krogo ar fest-noz (Startijenn, Pennsalsardin, Noz Trio, Stervinou/Broustal, Habask/Chapalain, Breudeur Quere). Ezhomm vo tud a youl-vat !



« LA RUE EST VERS L'ART » À PENHARS

Le comité de soutien participera à la fête « La rue est vers l'art » à la MPT de Penhars les vendredi 15 et samedi 16 juin. Depuis quelques années, ce festival se déroule à Penharz au début de l'été : musique, théâtre, danse, cirque, village associatif... Des animations et spectacles gratuits, et l'occasion pour les habitants de Penhars et d'ailleurs de se rencontrer, d'échanger et de passer un bon moment ensemble. Le comité de soutien tiendra un stand : présentation de Diwan et du collège Jakez Riou et vente de crêpes. Venez nombreux !

FÊTE DES 40 ANS DE DIWAN EN CORNOUAILLE

Dans chaque pays de Bretagne, on a fêté ou on s'apprête à fêter les 40 ans de Diwan. En ce qui nous concerne, la fête aura lieu le samedi 23 juin à Quimper, aux jardins de l'évêché. L'après-midi, honneur aux enfants : kermesse, rallye, spectacles des enfants, flash-mob. Puis apéro en musique et, à partir de 21h, fest-noz (Startijenn, Pennsalsardin, Noz Trio, Stervinou/Broustal, Habask/Chapalain, Breudeur Quere). Nous aurons besoin de bénévoles !



BREIZH GLAS GANT LA OBRA Ar strollad c'hoariva La Obra en deus labouret gant 5^eveidi ar skolaj ha gant skolajidi all (Brizeux e Kemper, Sant Blaise e Douarnenez, Sant Josef e Gwaien, Locqueran e Ploeneg) evit sevel un arvest diwar-benn ar mor. Pal ar raktres-se : kizidikaat ar re yaouank ouzh binvidigezhioù ar mor. Mojennoù, tourisme, telezh, loened, saotradur, pesketaerezh... pep klasad en deus savet un arvestig war un tem, diwar enklaskou ha c'hoariva war ar prim. D'ar Gwener 6 a viz Ebreli e oa pignet ar skolajidi war leurenn ar Malamok er Gelveneg evit diskouez disoc'h o labour. Kaset eo bet ar raktresse da benn e koun Céline Soun, renerez arzel La Obra, marvet trumm e miz Here 2017.



BREIZH GLAS, LA BRETAGNE BLEUE-VERTE AVEC LA OBRA La troupe de théâtre La Obra a travaillé avec les 2 classes de 5^e du collège et d'autres collégiens (Brizeux à Quimper, Saint Blaise à Douarnenez, Saint Joseph à Audierne, Locqueran à Plouhinec) pour monter un spectacle sur la mer. Son but : sensibiliser les jeunes aux richesses du milieu marin. Légendes, tourisme, animaux, pollution, pêche... chaque classe a mis en scène une histoire à partir de recherches documentaires et d'improvisation. Les collégiens sont montés sur la scène du Malamok au

Guilvinec le 6 avril pour présenter leur travail. Ce projet a été mené à bien en hommage à Céline Soun, directrice artistique de la Obra, décédée brutalement en octobre 2017.

BEVAN Ë BREZHONEG VIVRE EN BRETON

6VET REDADEG : EUS KEMPER DA BLOUGERNE D'ar Gwener 4 a viz Mae e loc'h ar Redadeg eus Kemper. Savet zo bet ur c'haer a brogamm gant Ti ar Vro Kemper. Dre ar stêr-Oded, war ar vag Kaourintin, e tegouezho bazh-test Redadeg 2016, tro 2e30 e kal Rossulien (Ploveilh). War yolennoù ha kaia-gouù e veajo-hi e kompagneuz sonerien binioù ha bombard trema karter Lokmaria lec'h ma tilestro war blasenn ar stivell, tro 5e. Gant bugale e vo dastumet ar vazh ha treuzkas a raint anezhi betek ar blasenn sant Kaourintin. Kreiz-kêr Kemper a zegemero redadennou-tro, kériadennig ar brezhoneg, un arvest dañsou ha sonerez Breizh, Bro-Euska-di, Galiza, Iwerzhon ha Kemper, hag ur fest-noz evit echuiñ. Deuit da redek kilometrad ar skolaj (KM2, da 7e05 noz). Ur stand a vo dalc'het gant kuzul-skoazell ar skolaj. Emañ Ti ar Vro o klask tud a youl vat : tiarviro-kemper@wanadoo.fr

AR REDADEG : 6^E ÉDITION DE QUIMPER À PLOUGUERNEAU La Redadeg partira de Quimper le vendredi 4 mai. Ti ar Vro Kemper nous a concocté un beau programme. Le bâton témoin arrivera par l'eau de Locoal-Mendon. Il sera récupéré le vendredi 4 aux Vire-Court (Plomelin) vers 14h30 et transféré par yolets et kayaks, en compagnie de sonneurs embarqués, en direction de Locmaria pour un accostage vers 17h, place du Stivel. Les enfants apporteront le témoign jusqu'à la place Saint-Corentin. La course fera plusieurs tours en cœur de ville. Venez courir le kilomètre du collège (KM2, à 19h05). A partir de 21h : spectacle original de danses et de musiques bretonnes, basques, irlandaises et galloises, et fest-noz. Le kuzul-skoazell du collège tiendra un stand et Ti ar Vro cherche des bénévoles : tiarviro-kemper@wanadoo.fr

BERR-HA-BERR

BERR-HA-BERR BRÈVES

GALNYS PE PRIZ AR GWAD Ur pezh-c'hoari e brezhoneg gant ar strollad Tro Didro gant 13 komedian ha 12 kaner. Un istor diwar-benn ar peoc'h hag ar brezel da vare ar Grenn-Amzer, met ken tost deomp iveau. Div gelennerez eus ar skolaj e-touez ar gomedian : Marine Gloaguen et Ninnog Latimier. Arabat c'hwiatañ. Abadenn gentañ : d'ar Sul 29 a viz Ebrel, er Gelveneg, da 4e.

ESKENN BREIZH / EUSKADI 15 euskarad zo bet degemeret e ti ar skolajidi e Miz Meurzh. Dizale e vo tro d'ar Vretoned da vont da Vro Euskadi.

KAMPOÙ VAKAÑSOU : DIGOR EO AN ENSKRIVADENNOÙ ! Plijadur e leiz e brezhoneg maez eus ar skol. Roll ar c'ham-pou : levrig roet d'ar skolajidi pe war Internet : <http://camps-breton-gallo.ubapar.bzh>

TOMBOLA DIWAN Trugarez deoc'h da gas sichennoù an tikedoù tombola gwerzhet ganeoc'h (hag an arc'hant) d'ar 5 a viz Even d'an diwezhatañ.

DIBAB : UN ARNODENN EVIT PRIZIAÑ LIVE BREZHONEG AN DREDEIDI Priziet e vo ar re drede war meur a varregezh disheñvel : kompreñ diwar selaou, kompreñ diwar lenn, ezteur-el dre skrid hag ezteur-el dre gomz. Diwar tout ar barregezhioù-mañ e vo roet d'ar skolajidi o live e fin ar skolaj : A2, B1, B2 pe C1.

GALNYS OU LE PRIX DU SANG Une pièce de théâtre en breton de la troupe Tro Didro avec 13 comédiens et 12 chanteurs. Une histoire de guerre et de paix au Haut Moyen-Âge, mais une réalité qui pourrait être contemporaine. Deux profs du collège parmi les acteurs : Marine Gloaguen et Ninnog Latimier. À ne manquer sous aucun prétexte. Prochaine représentation : le dimanche 29 avril, au Guilvinec, à 16h.

ÉCHANGE BREIZH / EUSKADI 15 jeunes basques ont été accueillis chez les collégiens en mars. D'ici peu ce sera aux Bretons d'aller leur rendre visite au Pays basque.

CAMPS DE VACANCES EN BRETON : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! Du plijadur à gogo en breton. Programme des séjours : livret donné aux collégiens et sur Internet : <http://camps-breton-gallo.ubapar.bzh>

TOMBOLA DIWAN Merci de rapporter au secrétariat les souches des billets (et l'argent) le 5 juin au plus tard.

DIBAB : UN EXAMEN POUR ÉVALUER LE NIVEAU DE BRETON DES 3ÈME Compréhension et expression orale et écrite : le niveau de breton des 3^{ème} sera évalué en fin d'année. Suite à l'examen, les élèves recevront un certificat de niveau en fin de collège : A2, B1, B2 pe C1.

DEIZIATAER

DEIZIATAER AGENDA

28/4/18	Nozvezh Chakod noz e Douarnenez
29/4/18	C'hoariva Galnys pe priz ar gwad er Gelveneg
4-12/5/18	Ar Redadeg
26/5/18	Manifestadeg evit Diwan e Roazhon
16/6/18	La Ruée vers l'art e Penharz
18-20/6/18	Staj micher ar re 4 ^{re}
21/6/18	Nozvezh gala aozet gant ar re 3 ^{de}
23/6/18	Fest 40 vloaz Diwan e Kemper
29/6/18	Fin ar c'hentelioù

28/4/18	Soirée Sinema chakod à Douarnenez
29/4/18	Théâtre Galnys ou le prix du sang au Guilvinec
4-12/5/18	Ar Redadeg
26/5/18	Manifestation pour Diwan à Rennes
16/6/18	La Ruée vers l'art à Penharz
18-20/6/18	Stage des 4 ^{ème} en milieu professionnel
21/6/18	Soirée de gala organisée par les 3 ^e
23/6/18	Fête des 40 ans de Diwan
29/6/18	Fin des cours